

WARZU ENNOH 'SAVAN VA ENE

War-zu En-noh e sa- van va é- né; va oll fi- zians 'zo En-noh, va Dou- e

1. Neb a esper Ennoh n'hell ket ru- zia, nag an dud fall o- ber goap ane-zan;
 2. Grit ma kerzin ganeoh er wi- rionez, c'hwi eo va Dou- e va zil- vi- di- gez;
 3. Eao- lit warnon- me eur zell a dru- ez, gwelit pegen reu- zeudig va buhez;

1. des- Rit d'in, va Dou- e' ho po- lon- tez, ma kerzin eün dre hoh hentchou bemdez
 2. En- noh a- tao noz- deiz eh es- pe- ran, war ho ma- de- lez be- pred e fizian
 3. Di- wal- lit va e- ne', o va Dou- e', c'hwi eo va skoazell va goudor i- re.

5. WARZU ENNOH E SAVAN VA ENE

Warzu Ennoh e savan va ene ,
N'am bezo ket da gaoud mez, va Doue.

1. Neb a esper ennoh, n'hell ket ruzia,
Nag an dud fall ober goap anezan.
Deskit din va Doue, ho polontez,
Ma kerzin eün dre hoh hentchou bemdez.
2. Grit ma kerzin ganeoh er wirionez,
C'hwi eo va Doue, va zilvidigez.
Ennoh atao, noz-deiz eh esperan,
War ho madelez bepred e fizian.
3. Taolit warnon-me eur zell a druez,
Gwelit pegen reuzeudig va buhez,
Diwallit va ene, o va Doue,
C'hwi eo va skoazell, va goudor ive.

VERS TOI J'ÉLEVE MON ÂME

R/ Vers toi j'éleve mon âme,
Je n'aurai pas à en rougir, mon Dieu.

1. Celui qui espère en toi ne peut en rougir.
Ni les méchants ne peuvent le tourner en dérision.
Apprends-moi, Seigneur, tes volontés,
Que je marche droit par tes chemins chaque jour.
2. Fais que je marche avec toi dans la vérité,
Tu es mon Dieu, mon salut .
En toi toujours, jour et nuit j'espère,
J'espère chaque jour tes bontés.
3. Jette sur moi un regard de pitié,
Vois combien ma vie est mlaheureuse.
Garde mon âme , o mon Dieu,
Tu es mon appui , mon abri aussi.